

J.P.M. Ar Skourr. (Hañveg 1811 - Montroulez 1870).

Bennoz deoh, Ma Doue !

Gloria en excellis Deo !

War don : Gralon ha Kêr-Iz.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Roet hoh-esu din eur vamm vad,
Eur vamm meurbed karantezuz,
Evel ho Mamm, Salver Jezuz.

O ma doue, c'hwi a zo mad !
Roet hoh-eus din eun êl mad,
'Zo diskennet euz ho palez,
'Vid ma heñcha 'pad ma buhez.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Roet hoh-eus din sant Egarad,
Sant Egarad evid patron ;
'Veltañ ra vi kristen gwirion !

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Dre ho kras me a zo Breizad ;
Breizad ha Kristen me a vo,
Kristen, Breizad, bete 'r maro !

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Roet hoh-eus din boued ha dillad,
Evel d'al labousig bihan
E-pad an hañv deoh-hu e kan.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
N'hallfen ket hoh ankounac'haad,
Roet hoh-eus din eun ene,
Evid ho karoud, ma Doue !

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Gweled 'ran gand ma daoulagad,
An heol, al loar hag ar stered,
Hag an traou kaer hoh-eus krouet.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Roet hoh-eus din mignoned ervad,

Kerloc'h¹, Daniel², an Eskob Gwenn³,
Karis⁴, pevar zant, pevar den.
O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Ganeoh eo bet harpet ma zroad ,
Hag aliez oh deut d'am difenn
Ha d'am derhel en ho lezenn.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Bet em-beus, 'veldoh, kalonad ;
Neuze me 'goueze d'am daoulin,
C'hwi, ma Doue, 'zelle ouzin !

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Sehet 'h-eus din ma daoulagad ;
Pa oan pleget gand an anken,
Ma Doue, c'hwi 'oa em hichenn.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Ped gwech oh deut evel eun Tad
D'am zevel diwar an douar,
Pa gouezen dindan ma glahar.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Roet hoh-eus din ma mennad,
Pa hoh-eus lakaet em hreiz,
Karantez, esperañs ha feiz.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Pedet 'm-eus ho Mamm e Bulad,
E Remengol, e Josilin,
Hag e Gwengamp, war ma daoulin.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Pa vo serret ma daoulagad,
Astennit ho torn gand true'
Salver Jezuz, war ma ene.

O ma Doue, c'hwi a zo mad !
Me a deu d'ho trugarekaad ;
Gloar deoh, Jezuz, e Breiz-Izel,
Gloar deoh, Jezuz, gloar eternel !

¹ Kerloc'h : person Hañveg, maro d'ar 17 a viz Genver 1860.

² Daniel :Vikel-vraz Eskopti Kemper, maro d'ar 26 a viz Du 1868.

³ an Eskob Gwenn : an Aoutrou Graveran, Eskop Kemper ha Leon, maro ar henat dezi a viz C'hwevrer 1855.

⁴ Karis : Barz Menez-Bre, person Plougraz, maro e Plistin, d'ar 15 a viz Here 1867.

J.P. Ar Skourr

Barz Itron Varia Remengol.

En iliz abati Landevenneg, e-tal bez Sant Gwenael ha bez e vignon ker Gralon, d'ar
25 a viz Eost 1869.

Em hozni

War don :Iliz ma farrez

(Telenn Remengol N° 9)

Em hozni me 'garfe gweled
Tud Vreiz-Izel oll unanet,
Oll o pedi 'n Aotrou Doue,
Gand eur galon hag eun ene.

Gweled ma breuderu ar Varzed,
Ma breudeur ger oll unanet
O kana war o zelennoù
Da Vreiz, or bro, bep seurt toniou ;

Gweled eet pell an teir gwalenn
Ha bennoz an neñv war or penn,
Gweled eost mad leiz ar parkou,
Da rei d'ar paour a-zahadou.

Em hozni, me 'garfe gweled
Bara, dour mad d'ar Vretoned,
Yehed ha joa ha buhez vad,
Ha karantez e pep tiad :

Gweled an oll vugaligou
Koant evel êlez an neñvou,
Yaouankiz fur ha tud a feiz
Hag ar re goz evel sent Vreiz.`

Em hozni, me 'garfe gweled
Meuli ar Werhez venniget,
Gand braz, gand paour, gand pinvidig,
E kement ti 'zo 'n Arvorig.

Gweled eüruz a-raog mervel,
Kement den 'zo e Breiz-Izel ;
Gweled ez eo Doue karet
E kement bro a zo er bed.

Em hozni, me 'garfe gweled
E ve tud Vreiz anavezet
'Vid tud a feiz, kaloneg, leal,
Evel ar zent, o zud gwechall.

Me 'garfe gweled Breiziz oll
O vond da bardon Remengol,
Da Wengamp, Rostren ha Bulad,
D'ar Yeoded ha da Gelou-Mad.

Gweled Breiz, bro ma zadou koz,
War an douar eur baradoz,
Eur baradoz roet gand Doue
Da hortoz Baradoz an Neñv.

Peoh, levenez d'an dudou kêz
Etre 'n oll e Breiz karantez ;
Ar paour karet gand pinvidig,
Ar pinvidig gand reuzeudig.

Em hozni, me garfe gweled
Banniel ar Feiz, ar Vretoned⁵,
Savet war an touriou uhel,
Ha war menezioù Breiz-Izel ;

Uhelloc evid an avel,
O lugerni war Breiz-Izel
Gand flammou tan warnañ skrivet :
« *Doue Breiz ra vezo meulet !* »

Skrivet warnañ e skritur aour,
An an Itron Wir-Zikour,
Ano ar zent hag an êlez,
War Breiz-Izel a daol evez.

Ar Vretoned war o daoulin
E-harz kroaz ma Zalver divin
Kana : *Gloria in excelsis !*
Da Jezuz ! Doue ha Roue Breiz.

J.M.P. Ar Skourr
Braz Itron Varia Remengol.

E Remengol, d'ar 25 a viz Mae 1869,
deiz ar pardon braz.

⁵ Banniel ar Feiz, ar Vretoned : ? Marteze : Banniel Feiz ar Vretoned